39.

Gwers
Itron Varia a Kelon.

---

en bloueman.

42

Gwers an itron Santez Helen.

Breinder adorabl ma hoped
Da zoi Itr dijin dein Speret
Evid ma halon gomposi
Evit chentik da verhez veri.

—

Ho merh eo tad eternel
Ho pried eo Speret Santel
Ho mamm-hu eo Jezus ab bed
Ganti eth ganet a unget.

—

Rag-se na zeus kis breattach joa
Evid ma demeurp da publia
E galoud vras eg he gloar
Dirag an hiñ eg an douar.

—

Emen en ho zonantèr
E zioh Dar hent a dantlloz
Kurunet eg enavezet
Evid Rouanez en oll bed.

—

Ar boc man a zenter ive
Dizi eved enem da zoue
Mentendi gant devotion
E houlen he protection.

—

41

43

Gourkende e ro ennin a c'hraçou
Doue Deun en çerten placou
C'hoazet gantan da enori
Ar Werc'hez glorius vari.

—

Bost da gastet e zeus hinnan
Ebars er parrez Plouenan
Ur chapel eo a gerelon
En Eskopi eus a Leon.

—

Eun tu devod eo meurbet
Ag a 20 ~~kel~~ kalz deremprdet
Henni oc'h a bed afflition
E kavout gonzolation.

—

Eneri a dal c'hui memor
Ver an Doue a c'hoar er mor
Oc'h a neum wesetti a c'halon
Dar Werc'hes lagor a gerelon.

—

Neb a dereus bi bed gelvet
Den bikour a zobed bikouret
O Doue gant feiz a fidhoz
Da houlen outi azistans.

—

Dreizi a kaver ar voien
Meni torkoïs a berichen
Da neum Doue dioz an danjer
Di ver er mor er goel louzet.

—

44

Goedel en amzer ar gombajou
E pad amzer ar brezellou.
Da gorelou e nem wechet
Ha dar gou iech e distroffer

—

Ar dra man kavet raporter
En devens bed ressussitet
Plachik ma tosten milinou
Kavet meaz gant he man-ger

—

Ousen en devens allweret
Evoë gant Doue inspiret
Da wester he merch d'eu thron
En he chapel a gorelou.

—

Unan eniez e recevas
Soulajemant d'he glachar-oar
Evel e chreedaroz
Ressussitet gant ar werhes.

—

Eur vech et e voza lager
Eu'Deu gant eur bizkelen bras dis...
Eugen wester a gelou
Dar werhes leur a gorelou.

—

Unan k heure e navet
Ag e recevas ar iechet
Ag e re et e chomas klan
Dre ne redour ket evel tan

—

43

En eur chovel a ~~houm~~ Lopredon
Pipi e voa er vourg gadel
E Kregos tan tan en danjer
Da gounzeuni all tira ker.

—

Hemeur dour Dolen ouan
Ne voan ket kapab d'helaran
Mez koris a nem adrettas
D'ar verchez gant eur fichan vras

—

En effrans a we gant zapet
D'he illiz Santez disportet
Eu istaur e droas en avel
Ag en tan e tenas da vezel.

—

~~Ne ve ked~~
Ouen e zeo bed dilivet
Kuke a Ded deus o poan sporet
Hag er re glan zentet d'ato
Ez ve ma meu diskez gato.

—

Choas e gouter mirakloull
Zentet ar goeled dar ze dall
E dar gan ar cherzet
E dar ze bouzard ar chlevet.

—

Ne veked kas deomp lewri
Ar barzudou a zo henni
Ar bred kommuni ez konnen...
Ag e ~~[illegible]~~ kleom deldi tri dean.

—

44

46.

Car evede ta bretonnet
Nen fet doeh ben tonlajet
Birit gant devotion
ti ar verzhier a kevalon.

Er chapel man ta bed pardon
ho pors Kaur deve pardon
hag a zeus ive Kaur dorner
bed solemnite dar varzhier

Er pardon bras zo hanni ehoaz
Dar eil sul a viz mae bed bloaz
hag induljançou plenier
a zo renet da bed peher.

Mes ebars. gonit ar pardon
e ~~Plenkis~~ Keuren o gâlon
evor gwir dezet d'o pelhajin
a refeo ar sakr mennehon.

Mez evid kaout remission
levrin gant devotion
Dar verzhier al litanion
Da henori ar religion.

Pors relegon a zo aman
Prezius mar zo er vro man:
evoz tostoni ar biller
hag a zo ancien meurbet.

47.

Er memor koz mor mean e beur
e zeuz deus a vir gwas er salver
eus ar servich a tourchas
treid an diskibien gant glachar.

—

Eur e zea ven eguis e ventel
bezus a zillad e vam santet
Gouel eus a greas, Sant andre
a deus a eskern Sant bartele

—

deus a re Sant paol abostol
a deus a chlin Sant jaker minor
eus habillamant Sant vaze
a deus he relegon ive.

—

Sant Stephan, Gregor, Sant Lauran,
Meur a relegon a zo e Franç,
D'ar fin, eur a re Sant cochan
bezus e zocher kheus eupen.

—

Setu oman en tam zo ar gaer
Mear deus ar vro ag ar chartier
bag a zeur chapel Kerelon
eureull bras e peb person.

—

Ar relegon a vez douger
Dan zit sal a vir mea begret
en he plouenen ar baroz
bag ar jipel mandat vouchez.

—

46

Me a kovi ta Leoni,
E chwi Gwerri, tregorii
Da zont da chapell Keraben
Evit gallet gounid ar pardon.

—

Evit adori ar gwir groas
Evit enori ar Zent bras
Hag evit pedi ar Werhes
Da veza dirac'h avocades.

—

Hogen divoalid ma e ped
Gant tassadou fallegriez e bed
Mar ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ e leih gonid pardon
Nemed o goundenation.

—

Assistet en offic divin
Gant ouff dispositiond din
Konfessit e komunit
D'ar Zent a zeu recommandet.

—

Beit pell ha goulenit outo
Mar ~~dott~~ denoiñ da veza dianto
Da veza dalc'h, dloiñant
Kromb, kast, a zoun a patoum.

—

Dre e neveller bisiennou
E trouvamor ar pardonou
Hag e leuiot e vior fidel
O resper ar plaçou santel.

—

49.

Pelos pa deoch plouenani
Kroueren ho parez eun illis
A zo Ker privilegiet
Ha ~~gour~~ da vean Doue didiet.

Rag-se lekid evez ar vad
Ne veach-ach ar gwas ingrad
Bezaï en ho andred
Eur gouir devotion profed.

Eur veller devotion
A bevegis eun Itron
Er Rennou deoch ur chapel ...
Eun nombr bras a vezhen zo brema...

Neuze deoch a rekomandi
Mond da sakramant beb mis
Evid e meur delchet estad
Da vere d'ar verchez dener mad.

Na vezhet james diegus
Da klevout kloch an ofern,
Teir gweich en deiz da lavarout
Teir gweich ~~eun~~ eur Pater gant respet.

Recitet ar litaniou
Lavaret ar bedennou
Mar rojet deoch digarennou
Ho teurec'h da gaout eur beuzou ...

50.

Na pa vichen importunet
Gant gaou lacatatoï e bed
Gorvel ar pec'hen Ethalikou
Widtheté o adversou.

—

Ma bimitther e furete
La Kerkonk e hemitte
Dedoboin dré lecher bet
Na velli na superb nag ileapur.

—

Sten petera kommandi
neuze doech plonenanni
Nag neuri eneb e therijo
biken jamet na perijo.

vear vichet dued der vinchen
amzer na paddet allis.

—

Oun ar lantemen kommun
Pedaini na Zoneb uikun.

—

Neverit ho devotion
ag o pedon intention
D'eun rekommandi ma ien
Dar vertez remanda zoue.

—

Utron Veria e gerelen
Ni ho ped a greis ot thalon
Da interedi evidomp
O cheuichenin bron na Zomp.

—

Obtenet deomp ar vertuchon
Da vera kettcha ol viçon
A goufonni or beker
Deuch D. ihini leaum e Doue.

—

Mar fet deoch gaouzout mara mad
Pedid ar verches ag e mab.
Ma hollom merved e lepos
a mo id ganeoh d'ar beredo.

=

(hir Konan)
Kelet Bonder Dans a Blancan
8bre 1852.